

Kloarek Fodet.

(f. 22 v^o)⁽¹⁾

Breman zo eun neubeud amzer dre eur Kourach vras meurbet
 E komeris en Landreguer en avis bean Belek
 Me ententas eur voes certen deus am ne e lavaret
 Ed dar guer Kloarek ancien rag Kol oc'h amzer a red.

Kemen se e voan sezisset dre eun eston ar vrasan
 Rag me a voo dija oajet pa Kommensis studian
 Nan klefam hed en em fiout gant an tromplezo ar bed
 A breman gant calz a c'hlae'har e va chalon tourmentet.

Pras e sur ar melanconi a meus me var ar bed man
 O ~~bed~~ da gonsideri em dalidiguez breman.
 Me a heren[te] a mo engaget dam delc'hel er Kolacho
 Dre ma on deus bed impliet siroas ganin calz a ~~hede~~.

Krenan a ran gant ar chagrin o c'hanons eur c'halonad
 Dam mom kes am c'herie parfait
 ag enon e voo e oll fianç
 ag en defot a disposition ne mon mui evit avanç.

— Salud ma mom a vir galon me o ped e nem konsolet
 ne meus hed a vocassion nag evit bean Belek
 Ar ministro a zo kargus difficil da pratikan
 Meurbet ma mam e danjerus en em engagi enan

— Ma mab nem moa hed o forcet da pretenti ar Kolach
 Pera a zo koz do speret da vea breman ker volach
 Me a voo en em implijet da plijout do fantasi
 A breman evit recompens ne rid nemet chagrin din.

— Ma mom me mezo eur vieher ag o resto pinviziñ
 O soulajo en o miser en rekompens do fatik.
 E vin me mest var va arc'hant a ma ven me belequet
 E renchen Kaet eur reglamant Kontrel dan ini ar bed.

(f. 23 v^o)

(1) — Au 22 recto, rien que le titre, écrit au crayon : Kloarek Fodet

Sant Paul a lavar sur va mam resistan eus ar c'hentro
 A zo difficult a dierz ag an esped dan Otro
 man vichen galvet da vinistran e gorf saer e wood Santel
 ma (1) nen groachen en esped dean e neunm daonchey eternal

— O ma mab Ian pebeus prudens, goud a red o bea ba
 Ne klevant ked en eum avang do Kelen deus a netra
 Me zeo eurus dreiz musur bea ganet a maquet
 Ebars er bed man eur c'hrouadur ker fur ker mad a Ker parfet

— Cetu me dre ma finesse rentet ma mom kes kontent
 O Doue pebeus simplicité o kredi e voan me savant
 Innocent ag avertamant a zo bed kos dam malheur
 a gvir arwoalc'h an eb a neun meul nan neus james a vonheur

Evel don me bea laret em boa kavet fortunio
 Dimezelet a galite impoulliver do mado,
 Kemen se zo dre dromplerez vanité artificio
 Kouskoude fanchon ar linjeres na prije ked ma cheles.

Uzet a meus ma amzer volach ma oll archant em c'holacho
 Pebeus mizer eb profitan chomet e ma bleo enno
 Ma estomak a zo samet, merc'het ma c'hanton a ma bro
 A c'hij o fenn eus ma goelet, foe emeze re gorz ezo.

Mari deus a Landivizo gvir objet ma c'harante
 Mar nam bije me ked chenchet na larjet ked everze
 Mar kanchen em moa i eureujet gant daou c'hant skoet en arc'hant
 ag a meus y bed mepriset ag a baoc' on regretant.

(f° 24 v°)

Pa vin me en hostaliri en daou pe Tri c'hamarad,
 viche roët Kalz a mel dime pa diguissin boutalliad
 E vichen santel fur a parfait a capab da vea belek
 A ra din malheurusamant doud da voapa dar merc'het

An eb en deus ar son Kompozet a zo eur speret fragil
 Ewit chadenni e c'halon e he red bea subtil
 hanvel e deus ar goeniri reposet var an doen (2)
 A deu da neun abandonni, ewit euil eur fubuen.

(1). - Lire plutôt : me .

(2). - goeniri = guennili, hirondelle .

28

Ar fube a zo estimet erve ma lar ar skritur
 Pañ de gvir on deus difenet ron (1) mal enañ ar natur.
 Med bea zo tud inorant ne Komprenont hed er fad,
 E he wel bea triomphant erwit Kaout Kallonad.

}

[riçq anç 23, 24 rectos.]

 (1).- Mot douteux.